

246
 Ar' huc frôme & nos ravage
 Hæc bugale ois bel lalot.
 al en dro d'kum arseignu gien.

Oisants.

Henry Despiet ar arseignu gien
 quentels huc kalonnee ha pœ?
 laque ar pleinet quen ar ha ben,
 en un moment ean huc lalpœ.
 guene condreyet des viclaes
 n'humb bou al mèd ar wa a hves.

Oisants.

Chanson
 ar pèver Esmant.
 vœent ton charmant.

Declaratio, Deus, sermonum tuorum
 illuminat et dat parvulis intellectum.

Comrou Doue a zo gien, em' scritur ancien,
 Hæc a deü d'illumina an oll grouardrien.

O Doue! conservez nos d'ar bed ha d'an artron,
 Mestr an beöa ha souven var an oll sporejou,
 me ho ped a wir galon, dre wir humilité

De rai dîn hoch assistance, pa meus necessite.
 Or you ouz ar sperec-fluar, triompill an d'riet,
 Ha spoul an d'roce-sperejeu m'er b'arstoc'cal f'ollet,
 Ha ch'ouic, lenzar' p'ecies, d'iver' s'icheu ho d'ou,
 Deut da g'ra'v'ent na sperec, da g'ra'je na moum'ant.
 O ub'ojeste adorabl' sclerdor ar sperejeu,
 Ha recu'mon an oll' zeit, j'ic'iestet an i'v'ant,
 Accordit dîn-ue ar ch'ouic, m'er d'ec ho m'edelez,
 Da g'ou'p'isi euz ch'anson dîn-ue ha d'eu mestoz.
 Rebet e meus a studi, g'ou'nanq'ies ou en oar,
 Antreprenate meisim'ic' e g'uet r'ieu dîn casab.
 N'eu d'och ch'ouic, na d'ou, a refer d'ia scler'ijer,
 Ue ch'oulen hoch assistance g'ent g'ener na d'ou.
 Bre'mian ch'oulen'ian av'is, nou'abstent d'au' ad'ez,
 Ouz ch'eff'eu an d'ep'et'ant'ant, ha r'is recu'mitelez,
 Na'c en ouz'ar m'ou'p'eu'ic, herros na int'ull'ic,
 N'eller p'et'ant'ic n'ella heb ar b'ec'uit'ic.
 Ue antrepren'ic bre'mian'ic g'uis euz an d'ou'ant,
 Rec'g'ement a habito ar p'eu'ar d'eu'ant,
 Qu'ag'resc'one an d'ou'ar, a b'el'zo a ouz'ar,

226

Hanc q̄t̄ effojem en duar; m̄re-ge a go delar;
 Hanc an eleuantakou tan zo sikridic use;
 Jouent den zourer ar bed ueruar get aneze;
 O feulteli al levrion e. ecarer m̄erjet se,
 Pus a beledh e. t̄arouk hanc o multiple.

Etoucy an all boabl ar bed, ne vo liegen ganet
 nemet bei den, haps unigen, exartens a bechet;
 Erit bevarret dieh p̄iourint e vo b̄er va dirou;
 ar Verchey, hanc he Mabie, her sant Jean Bedezour.

Est, loar, Mars ha Mercur, choni zo plandeauet,
 Jupiter, Venus, Saturn, seis a go an ievou,
 Ho a dindan an hini n̄e vo concerot een den,
 Vo ret d̄ar̄ heulte sort; kanner vo ouz e ren.

Mes poente z̄e d̄ar̄ commune, discl̄ria au tenor
 ens va bee m̄akicres ha d̄oueis va goat s̄ar;
 rac se-ta, tudou yaouane, me dou d̄ho sup̄tia,
 Pa gl̄vat ar viron mad, tachit d̄e p̄ritica.

Penteguet aranc univ̄ch da gonta va histou,
 me choulen r̄sistanc iraca an en hanc an duar.
 o va p̄sus admirabl! carquet a sel̄rijen,

Enchilieu est zell hepmuigen van na de valien. 227

Alie zo est chlouree yrouwe, aliel gend respect,
 a zo o heult ar scellion aboue m'ellien moult,
 Hanc a deu da ziscleëria gant calz aus a chlachas
 Yonov aus na flauden aboue m'ouvar an Douar.

Memens choazet mit mestrey ar vevou fennulen
 a gement a zo breuian var an Douar o rien
 Dre e Douaroh agreabl hoc he zellou mignon,
 E zec bet douet abou da chonit va chalon.

Ne zens get bursen europ, en Afrie, en asi
 a gement ouffe bed compacte vity:
 ror onnes a zo charmant, get guie ha get lijer,
 Ne gafen get er bed nian he fer en neppmanier.

gentle van boe bet biswasan euvr De gietet,
 E vee da zulieru drindet, ebars parou berchet,
 Hanc en e remerpis, gant calz a blijader,
 He graçon hoc he f'con, he gment dreist n'atou.

He davoulagou a nerve evel an setouidant,
 He diu chud ru, he dat gonn, evel eun dicament,
 gen e leuis da zionjat em chalon, em speret.

228

Et voa un cotomous en en din gennet.

Voas' chouch' de me voa yaouane, a g'uitte sa stude,
 Ha me sinjal, un sperot, memel d'ho salude;
 An abester' am Dalche, Dre ma van ne yaouane;
 Ne venien get ar f'èçon nae an tu da barlast.

Me ho salud, plac'h yaouane, mar deat da bermette
 Da varcha en ho gever un duoc bar preuntri,
 Da glèvet ho santimant me a zo desseignet
 Da genta d'èch va hini, ia, m'iam permettet,
 Da ee en ho modeler, den prudant ha den guiz,
 Anes bea meritet rei din a enor-ze,
 Chouvi chous eun èr' g'racius huc ive elocant,
 Hec a ra plijadur din ho clèvet a parlant.

Me a regret, plac'h yaouane, demousa vir galon,
 Gallout deat da rente d'èch ar salisfaction

Dre ne reus get bet biscoas dirac va duoulagad
 Eur fenselen a rijs gement ha chouvi d'am grat,

Me a g'arfe, plac'h yaouane, a tenfèch da larvet
 Ha me za d'ho santimant, erel a mees souhet;
 Ha mar de evidon me fidel huc's amitee,

229

me a zungo d'èch respèl en p'èd va ell bue,

Plèal s'ur, den yrouous, me den d'heròh admira;
 Abouffen n'ho pe get de sign da zont, d'au zra hista.
 Me a ell assuè d'èch, ia, en giinione,
 ? mais gruet em chalon ondoch corraute.

Horca, eta, plach yrouous, me a den d'ho heavel
 Va ell fianc, er bed-màn, va charoate fidel;
 redoubtomp hon armitte ha formomp eer shaden;
 Fachomp de aber ervat, erit ne dorro bigen.

Plèal, va zerricher, hardi et l'arvian;
 ma noch get d'au z'entiment, neus den va arbed uin,
 roe aboe'r mouent igatta ma mais bet ho g'ietel,
 O'h aus charmet va chalon, g'oneel va speret.

Horca eta, va mestrey, me a den d'ho crede,
 Horc a g'umor en exempt demous a zacharie
 Perrouas au al d'au d'wediquez e verb,
 E va rentet noe mis mud, de ma va incredab.

Por veder d'rau rassables o heuill g'ant au hent uin,
 neus caput den da nombri an d'rau camzav ostel.
 Va so ta, va giin vestrey, ne dent get da gradi

270

En goot d'adone multiquat gant e hipocritie.
 Floort, va zereviche, me a ott ce s'occie,
 Hec me me ar bedantier all me z ho koubi,
 Abbe deu da destoni d'ech, ia, gerut gi'v'one,
 B'irwigen ne vangin d'ech eusse fideliter
 Hec preposiion admirabel, hanc ive ho f'ornas
 Am l'occa da gousioul fern amoch, va mestres;
 Mac hanc e va ruet d'ir genient z'er bed-man
 Ne ouffen yet b'irwigen d'ont d'ho t'rablijan
 En em g'ensolemp eta, aneil hanc equide,
 Hec g'eneroump confiane, eberrsar gi'ir d'one,
 D'el'chomp n'tao eulreoump eus garante fidel,
 Hel ar p'ablicaroch jacob hanc e b'ried r'achel.
 Poort e cav'ian achue, emei, va zereviche;
 Pa zell'an varqu'aneol e z'er i'ru'iel:
 E'achomp da vea fidel d'hor garante b'ep'et,
 Hec dist'ruit adere, huc g'enta ma el'et.
 M'en em g'avo, va mestres, ne v'og'et a z'ale.
 H'ir e cafen an'anz'er h'ep' cl'evet ho t'ware,
 Mac da i'hor'it va ch'alon i'ch'ani' og'h'eur'ar b'ir'issanc,

Ha ne venistfen birvigeu ebriou ho prenna.

Pa gic'hais anez, ha ne dent aduna
 Gant eus sperecjer constant vel liie au oed,
 De lozer reussic'let dre ardenant, Jesus,
 'Da d'annou, da dud ar bed ar stannoumakian.

Gemer pean, eus Jesus, erit rei da entent,
 D'an neb ar ze er bed-mieu dibouev er sepiet,
 Ha carguet e chalonne a vigeon grianet,
 Petore gloar ha enor ze de se preparat!

Pa ran-me reflexion var gouzper va motaz,
 De ebriou er scriberiou meus leunet alies,
 Ne garrin get ar merchel dign eus a bronneste,
 Rac savantache gic'edon ze bet trouplet gic'ete.

Da gic'eta, ne vel men get nesp a ne elevet
 Ebriou en enor, er gloar, a ne prest dispenet,
 Ha diudai ar krouzoudeus, eus eus bunnabret,
 An neb ar dais douet a ze, leunet bue judet.

Pa leunai n'ez ar scriber, ne vel men get ennan,
 Gouza inocheriance a ze eruet er bed-mieu
 a ze bet e'hourveet oll, o senti ar meriteti.

2^o Nejs surmont ot get Ince bonos, nio dens nouet elevet
 Burs en l'innocent terradi; Adam, bon l'indigent,
 O senti oure brice, nien livres da zalem;
 Hon Solomon, nune fait, po ine ein l'art mat
 O senti oure ar merched en em rentes compust.
 Samson, roe ar chreua den arce bismes bed;
 Dre e amour ~~dit~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~very~~ en dens collet.
 Chors es merget oupen ze, penes rose Davia, roe
 En em rentes maleirus o ravis Bethsabe
 Nonobstant da quementre, chous meus ar yreden
 Ech ell va mestrez bea va bonner souveran;
 Mism be ar gontantant, ha va fligidure.
 Heridilla eztoch on hent eis va zilvidiquez
 Me a ja chous ar veach bete by va mestrez
 Contantant ver speret l'ar va fligidure;
 Rac unies es an objet demeure va charante,
 Gravet en fone, va cholon, bete fin va lue
 Mac nosalud, va mestrez, gant hoils en elocant;
 Chouic a deu d'amp neurgare eis a gallantant;
 Hois e cavan an amger divuzoch separat;

Ho p'rience, va marbréger, a gentlant va speret. 239

N'allim get, va zervicher, dont diu demingui d'ach
 Sur gerante nob'clich, p'en em ger v'oum gan'och,
 Rac ho com'p'ra r'arissant o d'evens va charnet,
 Hore a r'adin ha carout mui-uey-muei beymonet.

Me l'avar d'ach, va mestrey ha va unia carret,
 Neus moment' end'a, en uds m'oum gan'och occupet.
 P'a d'ev'and'a g'ontemp'le d'ev'oter uer' hapigach;
 N'ens nemot ho genien am rent afflijet l'ev'ar.

Ne gerin get birvigen b'arsen b'rauc, en crutier
 Sur den va ger vertuzus ha'horie, va zervicher,
 Rac a g'reatlich d'au'oll, s'ouant ha studiet:

Ne zeus den va'ar bed-m'oum ev'el'och d'ou' s'ouhet

U'beden d'ho trug'arocat dem'ous ho madeley,
 Rac oblijet s'ou d'ach ep'ad va'oll l'ev'ey;
 Birvigen ne r'ang'ou d'ach ent'ue r'iver bed'm'ou;
 Me d'ou d'au'v'ar'at d'ach gen a'ro ar' ch'ent'ou.

Gen a'ro ar' bl'ijadur d'ellout en em velat;
 P'a v'ech em' ch'ang'ou'p'm'ouez va j'ov'ais va speret.
 ma'ell'm' neu'v'ierch ober va'bolonte,

256

ni a so sur unisset due as' d'atras, a juce.

Alba ho s'atruu, va mestres, romany, sa chalon,
Combaultment va s'peret, va recreation:

Éhousi co uch eus as' p'ecorari, grant ho s'ellou Mignon,
Dre j'ouissab va s'peret eu e affliction.

Ha me o s'oujal neuze e devoa cheuchement
soa glébiel he d'accolage, corquet a uechamant;
Brassoch e voa he degir equet n'oa he gallou;
creuzi a riè e gléchiar, he chagrin, he hirsou.

Allas! ô va zervicher, me a meus eus chéker.
Hore a laca uchandon da scilla uely d'edore;
Me ranc eurenji Deun den da blijant. Dan lique,
P'e vin print da vigen demem o vlt d'oune.

Me lavar d'och, va mignon, petra eo ar' s'oujet:
Corrompet eo ar' bed-man a deodou nullijet.
Decriet ep'ch grant d'am vlt famill. uanes:

En am anbratervi gen n'ellomp bigen james.

Fossamant ou e ceuset, va mestres, Doie a soas,
Het m'arvee g'et da Joseph grant j'ried P'utiphos,
A guemoras tud he z'of p'us. testou a'ev'ucan.

^{Dobere humiliter}
 An d'ou gnet gant an drouc ~~an d'ou gnet~~
 Pa glevân ho propousiôn, o roudou gret astell,
 kregret a rit an legere a da leigat va chalou;
 gment a gret a meus o clevet ho conapri,
 Aba in reatet ger fatic, ger pat hoc amoue.
 Brasse chever va glevêret eget nes hoch huiic,
 rac despet d'ou gantuar e r'er din demerji.
 ze a uttac va chertan da vea languissent;
 Hea nêu bu var an bed m'ou n'ouet prout toutourant
 adieu d'ch-ta, va mestraj, plijedus va s'peret,
 Abe a gerje bievigen nêu bije ho g'lelet,
 Ne rejec'h get ger g'rice d'ou r'enta en gl'achar;
 Bievigen ne vin content, ge it b'ou vea r'edoue.
 Abe z'ou eus gret blandet hoc ive en gerat ser,
 gret ma vea g'achal Nabichou r'oujer,
 Hoe transformet en eujen a prout deiz pl'as autier,
 r'andret peuri avelte, s'oujit en e r'ize r'
 aubou d'ou, va g'ou vestr, g'ou r'ou d'ou e'oue,
 g'mou a zo d'ou h'ou d'ou, gl'achar b'ou hoc d'ou d'ou!
 Pa r'ou d'ou m'editejet, a'las! va ch'arante,

226

i. ~~Sijsen~~ ne ~~rejoissiez~~ stre pad'na lue.

Ilbe a ell'antet breman gement ces a chlo'haer
 quel mèn deuve goachalar' rucce i. Sreth'haes,
 Pre Jerifet an e bales: Mance, Bhecol, Phores,
 E rwa girice a be'het ma' colja e rucy.

Annuncate vae de'cu d'ne' profet Amias
 dar benn tri devey gouda e loije du serval.

Et in peccato vestro vos moriemini:

Ebrus encreiz du be'het, roue fall e rucy.

Neus netra var ar bed' mian capabl' d'iam chonsoti,
 O renerut ho titezet: je ra d'iu gluchari.

Maro eu va chalon, bavoc' gant ruy hac huonat,
 Pa romon ho titezet, ha romonit ho quittit.

O den just Mathusalem! choin cheis renet ceden
 an chessa var an douar eur ar granadurion,

Mes faveit d'heunubr blo'vrezia, ho pue ^{mij} a dourmant.

Equet ne mens-me'piza, ho me chous goul' yavuaie.

Abomboa lreizet eur speret, ha ne gredje'n biper;

Rije tro'het na lo'wet ar madl' ius' ha' ch'avea,
 Mes breman pa' ar fradl'it clech' m'ia' ar d'ur'avea,

An aller unicus a Franç; n'ist fort jet a j'india. 274
 J'ounehad, wa z'ounehad, hon de von Siegite
 Heu plijadun d'astambles, heu pebe prospicite;
 M'es breman e n'etant selés, nor lesp eun amuzer
 Heu ne breman d'emp n'etra n'emet pour haniger?

Certen, evit an hech n'ian, cl'ovil, wa d'oune ger,
 M'ou d'emp n'ic bet'ounehadgué en pebe amuzer,
 Hon eis breman eun amuzer a z'ounehad meurtot.
 G'ounehad ev roder fortun certen an hon inep.

Heu bepret a z'ounehad an den va va roder fortun,
 An oll a ya varnezi, y'ounehad nobl'ha commune
 Pa n'indan va bein ev rui, ebarre plus, y'ounehad,
 Neuz e souje t'peret ne ell biden manca.

Nemet, allas! wa z'ounehad, an den ger d'ounehad,
 Neuz'ya a nebounehad amuzer-muz-muz da n'etra.
 G'ounehad de la verria ch'ounehad ne zeis n'etra c'ounehad
 Y'ounehad n'ev an unite, an unier, a n'pouch.

Pa ne allan get a vaun, e rot'ounehad,
 Va ch'ounehad de la vaun ha va z'ounehad de seun.
 Heu evelse n'ettun y'ounehad z'ounehad oite pelh.

3. 25

sedo coru. thalou bannent ret gant eun tel moutant.

A lion. D'ach et m. veuient et a ech-mas phich mignon,
B'ronet en gant et glachas; Moutant eun ch'lonne;
gra n'ellomp ben uniset hou d'oue war an d'oue;

Geat; D'omp-ni den eun velet eun deiz ebar eun gl'oue!

Hac hi, crest eun saut d'er, da g'ouma ne, der v'oula,
Pa velet e v'oua ret d'omp en eun dispartia.

rac d'oula hou d'oula g'ou d'ouper stoue ^{h'ouper toue} ~~rac d'oula~~
eun a z'ouille an d'ouer crest eun m'oula.

Pa d'oum-m'ou d'ou g'oual ebar eun a z'ouille
e rene a bell'ouper e t're e mest're ha me,

hac a d'ou d'ou echiu ^{premau m'ou d'ou l'ou p'ouat,} ~~der v'oua languissant,~~

re a taca va e'halou da v'ou languissant.

O p'taned'en d'ou g'oulet hac ive violent,
e'p'calet e'val an d'ou, m'ou, hou d'ou p'ou sinant,

me a t'ouar d'ou eun d'ou p'ou m'ou a z'ou g'ouir:

P'ou e'ch'elles breuzi eun g'oula a z'ou d'ou!

Neus h'ou v'ou an d'ou d'ou a z'ou p'ou d'ou p'ouret
get a ra'ou m'ou d'ouret e'p'ou e de o'ou p'ouliguet.

~~se'ouret int e'licial o'ou p'ou d'ou re e'ou~~
~~hac t'ouat e'ou d'ou d'ou velet eun b'ougar~~

Mes o' re-ist ouman a vivout du d'antel.

237

Herod, tu, le d' milliquet, me ren vas delasté,
 vire te a cheuseur gelon a zo infam ha vie,
 vire en l'apud ar ve all te a set eur blougen,
 Hore eur treit en da l'ime ne velar get certen.

Me ara d'ech eur avis, me ho ped en baillat;
 ne deuit bigen du gredi en teodou milliquet.

Pre son ho compaignones, e no sus ho meuli,
 Pa guittage a chanoch, no eur ho tetractin.

Mes, allas! o' va chrouer, ne rien reflection
 D'ar gemplesant a t'ancan v'cl'ed detraction,
 Prepret erint eur var ho curichemaner,
 gen a neus confusion v' sellat an euve.

Salome, Herodias, Herodes, an traitouer,
 Eo ~~pre~~ locget dibenna saut yan ur v' baderuel.

O demerex milliquet! ^{herodias} Salome secretas,

En a p'va rancat carout pour d'eur tapen saur eur plat.

Herodes a re neuz fe'ormine du gavet

Pur chour iras v' veja bet distrajat eur Prejet.

Mes hermes ~~en~~ eodou ~~de~~ ^{de} l'ha cheffoune iliz,

3.110

Quenz an roue herodes ne vaa venet p'outis.

Qu'ant a ses herodes och exors, croute,
 Och ober distruja sent ha la ga bugala,
 Mes avec fiil e vue, sur rapport an veritaz,
 E vaa breinet ga ut laocruces, de varet gant asther.

Petra a zervich den den temer, reall a beun,
 Pa na ell get dont den an crante e unan?

Vue p'en en gafeem den en creiz eur pater aour,
 ma en em gar markeur, me lavar e zee p'ouer.

ne ch'ouantemp, em'er Profet, curat p'ell du vera;
 Mes tachemp deber ar vad yeit m'oups curas bed ma;
 Vrac, vob lavar sant forum, ne dal get dirigi ne,
 Man'en d'of get eunden ar saiga eur a oer.

Abearo d'ech amavis breman, tudour yacume,
 Ne ch'ouyt get da v'etrey eur pl'ich a rezo. evant,
 Vrac na deuseur reall da v'uet d'he ch'ouantat:
 Cetu d'ech eun exempt caer direr hotavulayad.

Abeco ar marcurusa z'obremar van ar bod,
 pa meus raug'et d'it'ep'ragiis unia catot,
 pa nell'ent he eurcijs e d'esp'et d'ech'ierent,

Mandat as na chalon bamer, ~~spañh~~ en l'innocent jou.
 Da ducau. me da z'oujal om amzar d'he meurt,
 bair en l'innocent, en l'innocent da z'oujal,
 70 D'oujal me chalon, na nez l'ea na c'houerach,
 Ni'voud, l'ouduant ha gl'achar' a neus evit na' t'oujal
 Autrou Sant Pêr beniguet, ch'ouic voia' c'houe' j'oual,
 D'oujal e ch'ouen' d'oujal en l'innocent,
 Ch'ouic ev' a' gal'eb' on t'oujal' pale' r'oue' au' b'ou,
 Man medi en l'innocent, evit d'oujal' consolation.
 Ha me o cl'evet ev' r'oue' a' ex plige' e' f'at,
 Me' ch'ou' p'ed, cl'evet r'oue' d'oujal' d'oujal' d'oujal' d'oujal'.
 Me' a' go' d'oujal' d'oujal' en qu'is ev' me' d'oujal'
 D'oujal' a' b'ers' h'ou' d'oujal', l'ou' me' d'oujal' h'ou' d'oujal'.
 Vox sum vox clamantis benigne in deserto.
 Me' a' go' ar' d'oujal' h'ou' d'oujal' d'oujal' d'oujal',
 A' d'oujal' d'oujal' d'oujal' h'ou' d'oujal' d'oujal'.
 Va' z'oujal' d'oujal' ev' l'ou' d'oujal' d'oujal' d'oujal' d'oujal'.
 an' d'oujal' a' ve' h'ou' d'oujal' a' go' d'oujal' d'oujal',
 D'oujal' ev' a' b'ers' h'ou' d'oujal' h'ou' d'oujal' d'oujal',
 C'oujal' d'oujal' d'oujal' da' z'oujal' h'ou' d'oujal' d'oujal' d'oujal'.

262

Neus nouet ar birijen, ~~caz~~ ~~rebet~~ Douc ar rari.

Siñ jil an mañs sant Stephan, miñ goun bras òn Dinnel,
Pini vas a inkou mein e csojenn oll brèret,
Harc ive eliacin, Pèn, Pol, har brant Clement,
O carret yedus-christ e deus serciffat tallemanant.

Centrou Doue, giñs Froner eus an natur humen,
Chouï och eus crevet ar bed gant ar gomz heppunigen,
Harc och eus formet a ~~ne~~ ~~den~~ haurval ouz heñch unach
Eit Doue d'ho ment li har da kentel deñ girec.

Chouï, Doue ha crec, infint e reres da yonnes
En assurance, ar veu ebars creiz ar mañ bras,
Pini har certenmant gant eus balen louset,
Harc ouz pen de an har bet noubt bras a brofet.

Douc reas der Voyes, pouvat Doue e vertes
Da giñtat eus an Egypte, da dremer ar Mor ruz,
Creid eus chouridemenner bete ar zilabren,
Gen a gennas ar chourou gretet ebars er vein.

Abraham, eus ar scritur, ne har botanener
Da garet Doue guntan da brereg our e dol,
D'isave e levaras vas en grac, ar speret. Glouan

217

Hoc e peccagayje ar bed d'avers en un instant.
 D'une a l'oeuvres ou par, de nous e cheune prop,
 P'en di'a dig'et sot ou val de cheune var jacob,
 E t'ouje da venige e rac, hoc e ligne,
 Hoc eut a p'euill' jude vije'n hini bor p'euje.
 O mesol' merveilles! dide e t'oucl'eries
 n'oe nemet ar giur' d'oe, en hini as evocas;
 mes te au d'oe f'is a l'ie p'p'iet d'oe'n;
 Coulz ha te, den' m'ebures, a renas finiste'n.
 Me David, na Salomon, na genebent cibet,
 Me Samson, an den ger' v'eu, na e' ar p'p'ant d'icil,
 ar z'ent hac ar prof'et, Prinet hac r'ocane,
 nemet ev' sp'ac, a am'per ne renas e buer
 Nonon'ha Ciberius, d'oe' imp'aler' v'uel,
 Nonobstant d'oe' ell' l'uin'ous, e d'oe' r'ou'get mer'et,
 Antiochus ha Cerus, r'ou'cl'as ha P'myree,
 ell' o deus r'ou'get mer'et, ha n'ia r'ain'e.
 Abraham hac Isaac, ar portit'arch jacob,
 Ha Jer'imi, ha Jesse, ha e' ar p'oc'ent Job.
 Ha r'ou'ner an E'gypt, Cleopatra ha r'ou'et

214

P' deves toll' bet vaugot ta va val adieu d' in a l'ed.

P' bloa naa ha daou i gvent gade a li breves saut,
 Eo compoet ar zon-mañ gant salz a u'clierant,
 Erit explicita, va ord' erel ma' co' dlect,
 Na' uel cant aguent deves a zo m' l'ed' gant.

Ar zon-mañ zo compoet gant e' chloarec y'arvane,
 A zo nat' hac a chou' ebars canton Guengamp,
 Ebars parve Plunogour eo gant' ha d'aret,
 E hano zo dre scritur' Hervean-Mari Marevet.
 E'v menat a choul'eman ebars fin va chanson,
 Ma' ell bea agreapt du vouir d'ruce au bon, &
 Erit gement a chlo'eo, and' er d'ez vel en n'et,
 Ar bonneur da jouissa demeur ar' d'aradot.

Chanson

Ar seiz' s'giant naturel.

Var' ton:

Apollon, mercurius, Venus ha jupiter,
 Chou' a zal'eb' va' an douar an amiti' sincere,